

227.

Annäik Lucas.

→ Pa vo al liudak a vereri,
 Aotro hlarou, ni a celo di. (bis)
 Ehu, niig, n'eo ket argech mouet
 Et bloaz-maz da liudak a bed. (bis)
 Drouk ha dead gant am nezh a gao,
 D'al liudak na a celo.

Pa ce ar vator da gao erenn,
 Et ce Annäik Lucas da bouren.

Na pa zou am hent a gaoz da,
 Am di-drouk 've goäiz ha ge.

Ma oa Komand da ihoer,
 Annäik a Kriz a zolvi.

Ma distriek a gward er hi pi
 hag al lez di-maz hi gentri.

Na ma lare a gwoaz da kered,
 Annäik Lucas 'zo manskid.

Ma lare 'z gwoaz da kered - all
 - Annäik Lucas 'zo he gelaik fall!

Am arek b'har a vougour
 a ket a hlarou pa arve :-

Demand ha zou hall a te-maz,
 Annäik Lucas gelaik emaz? -

Kouandi s'gegin eudi,
 Da betra 'c'h em goum anezhi?
 Ni a zo d'ez genn da vout-hi,
 wi d'hi 'c'hass gannig 'al leandi.
 Na eo ket gant s'rugant
 've Kerichet al leandi.
 Nag arket bihan d'ez leand,
 luid petra di c'hommere?
 Balano d'ez bouket bouzon sin,
 a defon transplantet is ho jard.
 Na den-hag ket transplantet ma,
 Kouman'ra he wriou gwasad.
 Ann arket bihan a lavare
 D'Annaig luskas zi'hi zaluda:
 - Na d'aveat eo d'ait' gu'chi gergo
 'c'h em lost a muih c'hi a d'aveat.
 Ann aotro h'lezon a lavare
 D'ann arket bihan 'vel n'it' klewas:
 - Kereg a-walc'h 'zo a h'lezon
 da gass. Anna luskas da g'lezon.
 Annaig luskas a vougour
 was bann Prizon gu' d'it' kenne:
 - Demad he gou holl s'ger-ann,
 a' prison brer pelec'h ann; (bis)
 Ma 'z ai Anna luskas ann-hag?

229.

As polier a lepton
 D'Amieg Lukas' vel ni'hi' c'hlauri: -
 - Ma d'as prizon e'hu' un ap'd ket,
 D'as prizon gumb' t'emp' gant ma m'iche' (b)
 Enot d'as Glayon' 20 d'leed.

Amieg Lukas a lavan
 a brenn'it hi' c'hamb' un d'v' a ve:

- Daoned' petra Newy' 20 e' ket,
 Krec'm' ra' a' par' an' ant' d'his
 gant Karon' a' Glayon' tout' e' ket.

Ma' eo' arm' a' Glayon' e' ket,
 Me' aio' c'hoaz' en' b'it' d'as' g'.

Un' aotro' Glayon' a' voug'm'
 wa' b'ar' Rayon' pa' 21' d'leed:

Daoned' an' g'oa' holl' a' g'ou'az,
 a' prizon' br'ar' g'le'it' en'az' /bis
 Un'az' Amieg' Lukas' en' h'az'?

As polier a lavan
 D'ann' aotro' Glayon', vel ni'hez' Klu'as'.

- Ma' a' prizon' un' t'ied' ket,
 En' kamb' g'ou'az' gant' un' d'iver'tad' /bis
 Enot' d'as' Glayon' 20 d'leed. -

L'akit' Anna' Lukas' a' Valay
 Me' vai' d'ait' hi' foug'ant' a' d'ev'ant'
 L'akit' - hi' d'ion, l'akit' - hi' t'ad' g'ou'az,
 Me' vai' d'ait' hi' foug'ant' b'ou'g'ant'.

230.
 Ma^{re} ~~re~~ p. walc'h en un he,
 Me rei d'ait p'ouez un i'kane (bis
 Me di br ha me war ho goue-
 Notre ar gl'eron, ne greduz ket
 i'z ak'p'it euzuzi ar plait' meanket (bis
 barnet da vea distruget.

D'ouez ha mead gant me a g'ar,
 Anniig l'ukas me a euzuzi.

Ma^{re} na da ket g'aruz d'ar g'ar,
 Me deua ket Ragon ar ant'ist' (bis
 ar g'ouet an en d'ar obel. —

Ad i'houster i'ouank.

Me zo en ar g'aruz ar rejimant' flandrez (bis
 a zo en ar g'aruz balamont' d'ann mester (bis
 Balamont' d'ar waleun avat amboa d'chi'zod
 Ha hi ena b'riata a d'eur me refuset. —

Me mester a oelo, me tuen hi i'houzob' (bis
 K'annouez a vezo ar z'ed en hi d'ezio. —

Da oen g'aruz en b'ard' o vouet,
 Me i'habitem an en re k'outet;

hag hen en b'ard' d'is
 Retoz, ha d'eur g'aruz. —

Retoz ha d'eur g'aruz,
 Da g'ouet ar v'atillon.